

KINNIGET GANT :
GBB
GOUEL BROADEL AR BREZHONEG

Leurenn-lañs ar
sonerezh a-vremañ,
e brezhoneg !

*le tremplin des
musiques actuelles
en langue bretonne*

30/06 2023

Langoned



Reolennoù 2023

1- Aozet eo an « Taol-Lañs » gant ar gevredigezh Mignoned ar Brezhoneg, gant asant ar gevredigezh Dazont ar Yezh, krouet ha lusket ganti an Taol-Lañs betek 2014. Savet eo bet evit brudañ testennoù nevez, kinniget e brezhoneg war tonioù a bep seurt estreget tonioù hengounel.

2- Eus an testennoù diembann e vo graet stad, dreist pep tra, gant ar juri. Difennet eo adkemer pe treiñ testennoù zo deuzoute dija.

3- An ton a vo ur grouidigezh dibar ivez. Ne vo ket asantet tonioù adimplijet. Degemeret e vo krouidigezh elektro gant ma vo implijet mouezhioù e brezhoneg (sampleoù aotret).

4- Ar ganaouenn pe an destenn a vo eilet gant ur benveg pe gant meur a hini.

5- Div ganaouenn a vo kanet gant ar strollad d'an nebeutañ (ha ne c'halla ket e dro war al leurenn padout ouzhpenn 15 munutenn).

6- Daou rummad a zo d'al leurenn-lañs : "A-vicher" (evit arzourien.ezed a-vicher pe o deus ar raktres bevañ eus ar sonerezh) ha "Dazont" (evit an amatourien.ezed). Ne vo ket asantet er rummad "Dazont" arzourien.ezed a zo dija a-vicher (intermitanted). 2 briz all a zo, er maez ar rummadoù : "priz ar brezhoneg" evit an hini gant ar pozioù gwellañ hervez ar juri, "taol-fromm ar juri" evit ar strollad n'eus sachet evezh ar juri hep bezañ trec'h en e rummad.

7- Evit barn e vo dalc'het kont gant ar juri eus :

- **Ar brezhoneg** : dibarded an destenn kinniget, an distagadur, puilhded ar c'heriaoueg, pegen flour ha kizidik eo ar c'homzoù.
- **Ar sonerezh** : an hesoded, an nerzh, ar stil, an teknik.
- **An emzalc'h war al leurenn** : pegen barrek eo ar strollad da zedenn ar selaouerien.ezed, d'en em blasiñ war al leurenn, ha da vevañ e arvest a-gevret gant e bublik.

8- Ar strolladoù produet gant un ti produiñ ne c'hallint ket kemer perzh.

9- An 02/06/2023 eo an deiziad termen evit lakaat e anv, ha ne vo ket degemeret nemet 8 kenstriver.ez.

10- Aozerien.ezed an Taol-Lañs a raio ur rakdibab eus ar strolladoù a vo o koñkouriñ ma vefe re a strolladoù rak-enskrivet.

11- Rankout a raio ar genstriverien.ezed kas ur skouerenn eus an testennoù a vo kanet ganto, ur fichenn deknikel, hag ar reolennoù-mañ sinet gant an holl.

12- An holl berzhidi.adezed a ro o asant da v/Mignoned ar Brezhoneg da implijout skeudennoù ar sonadegoù hag an tonioù evit brudañ an darvoud. Ul live facebook hag ul live Radio Breizh a vo e-pad al leurenn-lañs. Implijet e vo ar fotoioù hag an enroladennoù war rouedadoù sokial ha skorioù kehentiñ Mignoned ar Brezhoneg evit brudañ an darvoud ha sevel bilañsoù.

Rummad «A-Vicher» - Priz Iañ

Strollad ambrouget e-pad 2 vloaz

Show case e GBB - Langoned - 01/07/2023

Festival DEUS'TA - Brest - miz Du 2023

Echonova - Gwened - e 2024

EHZ - Festival euskareg e Irrissary - Hañv 2024

Festival Etrekeltiek An Orient - Hañv 2024

Tafwyl festival kembraeg, Cardiff - Nevezamzer 2025

Gouel Broadel ar Brezhoneg - Hañv 2025

+ Fotoioù brav

+ Ur c'hlip-video tennet eus live An Taol-Lañs

Sonadegoù all a c'hell bezañ kinniget d'ar strollad gant kevelerien an Taol-Lañs hervez stil sonerezh al loreidi...

Rummad «Dazont» - Priz Iañ

Strollad ambrouget e-pad 2 vloaz

- **3 devezh pleustriñ** e studio an Echonova (Gwened)
- **un devezh enrolladenn** un EP 3 zon masterizet evit servij evel anat'

Tomahawk - Kerrien - kejadenn gant an aozadur

Yaouank Bistro - Roazhon - miz Du 2023

Abadenn «Naoned e Live» - miz meurzh 2024
Skignet e vo an abadenn war Radio Naoned, Radio Kerne, Radio Kreiz Breizh, Radio Bro Gwened, Arvo-rigFM hag AlternantesFM.

Gouel ar Sonerezh - Sked, Brest - miz Even 2024

ur gartenn-prof en ur stal sonerezh

+ Fotoioù brav

+ Ur c'hlip-video tennet eus live An Taol-Lañs

Sonadegoù all a c'hell bezañ kinniget d'ar strollad gant kevelerien an Taol-Lañs hervez stil sonerezh al loreidi...

Pep rummad - Priz ar Brezhoneg

Strollad ambrouget e-pad bloaz
(skoazell evit kehentiñ)

ur gartenn-prof en ur stal sonerezh

Sonadeg e Ti Douar Alre - mizvezh ar Brezhoneg 2024 (meurzh)

+ Fotoioù brav

+ Ur c'hlip-video tennet eus live An Taol-Lañs

Pep rummad - Taol-Fromm ar Juri

Strollad ambrouget e-pad bloaz
(skoazell evit kehentiñ)

ur gartenn-prof en ur stal sonerezh

+ Fotoioù brav

+ Ur c'hlip-video tennet eus live An Taol-Lañs

Evit pep strollad a gemero perzh : Fotoioù brav, ur c'hlip-video tennet eus live An Taol-Lañs, skiant-prenet war ul leurenn a vicher dirak ur juri a vicher hag arvesterien.ezed eus ar c'hentañ hag ivez (an dra bouezusañ eo, sur eo ha n'eo ket marteze) **PLIJADUR SENIÑ E BREZHONEG !**

KINNIGET GANT
GBB
GOUEL BROADEL AR BREZHONEG

Leurenn-lañs ar
sonerezh a-vremañ,
e brezhoneg !

le tremplin des
musiques actuelles
en langue bretonne

30/06 2023

Langoned



Règlement 2023

1. « An Taol-Lañs » est un tremplin organisé par l'association Mignoned ar Brezhoneg, avec l'accord de l'association Dazont ar Yezh, qui l'a inventé et organisé jusqu'en 2014. Il a pour but de promouvoir la diffusion de nouveaux textes en langue bretonne au travers de musiques d'influences diverses, sauf traditionnelle bretonne.
2. Le jury portera une attention particulière à la création de textes inédits. Ainsi, les reprises, traductions de textes existants et autres interprétations sont interdites.
3. Les thèmes musicaux seront également des créations. Les reprises ne sont pas autorisées. Les créations électros sont autorisées à la condition qu'on puisse y entendre des voix chantant en breton (samples autorisés).
4. Le chant ou le texte sera accompagné d'un ou plusieurs instruments.
5. Le groupe interprétera un minimum de deux morceaux (la prestation globale ne pouvant pas excéder 15 minutes).
6. Il y a deux catégories pour ce tremplin musical : "A-vicher" (pour les intermittent·e·s ou ceux qui souhaitent accéder au statut) et "Dazont" (pour la pratique amateur). Les groupes dans lesquels prennent part des artistes ayant déjà le statut d'intermittents ne peuvent pas s'inscrire dans la catégorie Dazont.

2 autres prix seront remis par le jury, indépendamment des catégories : "**priz ar brezhoneg**" pour ceux qui proposent les paroles les plus recherchées selon l'appréciation du jury et "**taol-fromm ar juri**" pour le groupe qui aura attiré l'attention du jury sans être toutefois premier de sa catégorie.

7. Pour départager les groupes, le jury prendra en compte :
 - **La langue bretonne** : l'originalité du texte présenté, la prononciation et la richesse du vocabulaire, la qualité de l'expression et de la sensibilité.
 - **La musique** : la musicalité, le style, l'énergie et la technique.
 - **La présence sur scène** : la capacité à captiver son auditoire, à occuper la scène et à créer une complicité avec le public.
8. Les groupes produits par une maison d'édition ne peuvent pas participer.
9. La date limite d'inscription est fixée au 02/06/2023 et le nombre de concurrents sera limité à 8 groupes.
10. Les organisateur·trice·s du Taol-Lañs établiront un pré-choix des groupes autorisés à concourir s'il y a plus de 8 groupes qui souhaitent s'inscrire.
11. Les concurrent·e·s doivent adresser une copie des textes qui seront interprétés, ainsi que leur fiche technique et ce règlement signé par l'ensemble des membres du groupe.

Catégorie "A-vicher" - 1er Prix

Accompagnement du groupe
 dans ses projets pendant 2 ans

Show case à GBB - Langoned -1er juillet 2023

Festival DEUS'TA - Brest - novembre 2023

Echonova - Vannes - en 2024

EHZ - Festival de la langue basque à Irrissary - Été 2024

Festival Interceltique de Lorient - Été 2024

Tafwyl - festival de la langue galloise à Cardiff - printemps 2025

Gouel Broadel ar Brezhoneg - Été 2025

*+ de belles photos pour la comm du groupe
 + captation live d'une des chansons jouées
 pendant le Taol-Lañs*

D'autres dates pourront être proposées au groupe lauréat par les partenaires du Taol-Lañs en fonction du style musical des lauréat.e.s...

Toutes catégories - Priz ar brezhoneg

Suivi comm du groupe pendant un an
 (relai des actus du groupe).

Un bon d'achat pour du matos

concert à Ti Douar Alre pendant le mois des langues de Bretagne (mars 2024)

*+ de belles photos pour la comm du groupe
 + captation live d'une des chansons jouées
 pendant le Taol-Lañs*

Rummad «Dazont» - Priz Iañ

Accompagnement du groupe
 dans ses projets pendant 2 ans

- 3 jours d'accompagnement à l'enregistrement au studios de l'Echonova (Vannes)

- enregistrement d'un EP 3 titres masterisé pour les démos du groupe

Tomahawk -Kerrien - rencontre du collectif

Yaouank Bistro - Rennes - novembre 2023

Emission radio "Naoned e Live" - mars 2024

L'émission sera diffusée sur Radio Naoned, Radio Kerne, Radio Kreiz Breizh, Radio Bro Gwened, Arvo-rigFM et AlternantesFM.

Un clip-video live monté par Radio Naoned sera aussi réalisé pendant l'émission.

Fête de la Musique Sked - Brest - juin 2024

Un bon d'achat pour du matos

*+ de belles photos pour la comm du groupe
 + captation live d'une des chansons jouées
 pendant le Taol-Lañs*

D'autres dates pourront être proposées au groupe lauréat par les partenaires du Taol-Lañs en fonction du style musical des lauréat.e.s...

Toutes catégories - Taol-fromm ar juri

Suivi comm du groupe pendant un an
 (relai des actus du groupe).

Un bon d'achat pour du matos

*+ de belles photos pour la comm du groupe
 + captation live d'une des chansons jouées
 pendant le Taol-Lañs*

Et pour tous les participant.e.s : captation live d'une des chansons jouées pendant le Taol-Lañs, de belles photos pour la comm du groupe, l'occasion de se produire sur une scène pro, devant un jury pro et un public exceptionnel qui comprend les paroles, et enfin (mais c'est sans doute le plus important !) l'occasion de se faire plaisir en breton !

Sinadur pep ezel-ez ar strollad dre ret gant ar meneg "Lennet 'meus hag asañtiñ a ran" :
Signature de chaque membre du groupe précédée de la mention "Lu et approuvé" :

KINNIGET GANT :
GBB
GOUEL BROADEL AR BREZHONEG

an
taol
lañs

